



Tennet a GRIPI (niv.8), kelaouenn moliac'h-ha-faltazi

TAMM
5/10

Da vout selaouet
àr www.tidouaralre.com

Pa voe noz teñval edo an holl gant ur c'houisk strafuilhet. Grival a wele ar roue, aet sot, oc'h atersiñ e holl lez dre ar walenn, evit gouzout ar pezh a soñjent diwar e benn, hag an eil goude egile e kase d'ar marv ar sujidi o devoa abeg ennañ. Rob evitañ en em wele rediet da anzav dirak ur vodad polpeganed hir-euzhus o skilfoù gante, en devoa laeret mein-brizius e ti ar mestr meur. Ha Bleuñvenn 'ta, edo oc'h hunvreal en hec'h eured gant ur paotr stummet kaer. Lugerniñ a rae he daoulagad p'edo o lakaat ar walenn en e viz. Da neuze e tamalle dezhi he divronn bihan hag he doare keginañ. Ha hi ha lavaret e begement dezhañ, ha war-lerc'h e skoe un taol troad a-feson gantañ en e ilin ken e kouezhas war an douar.

Un disamm e voe an dihun. Kemmet e oa liv an oabl ha keloù un devezh boull a oa. Klouaroc'h eget an derc'hent e seblante bezañ anezhi dija, ha tommañ a reas o c'halonoù un tammig. Hag i gant o hent adarre en ur ganañ gwerz an aotrou Gwenc'hlan hag itron Gwenivar. Ur seurt karantez, da nebeutañ, ha na oa ket mastaret get nep gwalenn hud !

Kaer-meurbet e oa an draoñienn. A-dre gwez-pin

bras-bras e veze gwelet frankizennoù druz ar geot ha liesliv ar bleuñv enne. E-kreiz ar gwez e rede ur stêr droidellek a zasskede an heol outi. En oabl, a-us d'an dour e oa un evn, dispaket e zivaskell gantañ, o nijal war glask ur preizh liv-arc'hant.

Buhez a oa eno, a-barzh ar fin, evel pa vije krouet e-doug o c'herzh en odeoù.

Degouezhet er riblenn ez ejont en o c'hoazez, dialc'het an tamm anezhe, met laouen evelato. Bizibul, desachet e evezh gant un trouz bennak, a redas evel unan sot etre ar gwezennoù. Diskordañ a reas ar re all da c'hoarzhin, hag i o kaout plijadur dre soubañ o dremmoù en dour. Un nebeut amzer goude e teuas ar c'hazh divaskell en-dro, ur c'honikl gantañ en e c'henoù a-bouez e c'houzoug. Soñj o devoa eus ar bisous-se hag eus e zivaskell bihan-bihan a oa bet kavet gante war c'hlann ur stêr. Hini anezhe ne ouie a beseurt gouenn e oa ha n'o devoa kavet den evit hen lavaret dezhe. Ur pennad a oa e tiskoueze bezañ barrekoc'h eget ul loen reizh ha selloù atersus a veze paret alies warnañ. Daoust hag-eñ e c'halle kaout abeg enne ?

Goude bezañ peurlipet o zamm kig konikl ouzh ar ber e sellas ar gompagnuned an eil re ouzh ar re all. Poent e oa gelver ar bolpeganed. Grival a savas ar benveg bihan ouzh e c'henoù.

Ober a reas ar c'hwitell un trouz skañv evel an avel ha ken plijus ha kan al laouenanig. Dre deir gwech e c'hwezhas Grival hep na c'hoarvezas netra. Gotoz a rejont neuze. Kropet e oant gant tommder an heol ha luskellet e voent gant ar stêr a hañvale bezañ o kanañ ouzh ar reier, ken e serras ar c'houked warne.